



DISPUT

HAC

A N T R E T I E N

ETRE AR

JUIF-ERRANT hac ar BONOM MIZER,

Pere zo en em rancontret tost da Orléans,

ha pere

zo nōz-de o vale ac'houdevez o daou assambles.

Var ion : Güerz ar Burete.

DIBOSTAIT, compagnuez a bep seurt qalite,
Evit clévet eun disput compost an néve,
Grêt etre an daou zen cossa a zo var ar bed-mâ,
Pere, allas! a vevo betec ar yarn diveza.

Unan ané zo hanvet Isaac ar Baleant,
Eguile ar Baourente, caus a vil nec'hamaunt,
Abalamour d'an anqen a laqa en hor bro :
Ar bed oll a dra certen a garfe ve maro.

Tost d'ar gñær a Orleans int en em rancontret;
Evel daou zen ancien int en em barlantet :
Isaac a zònje deàn e voa én ar c'hossa,
Ha pa dal, en deus cayet c'hoas cossoc'h eguelâ.

Ar Baourente, p'er güelas, en deveus lavaret :
Bonjour, mignon Juif-Errant, e pelec'h oude-bet?
Lavar dia pes seurt micher a res var ar bed-mân;
Meurbet out sqüiz ha fatig, hervez m'en remercâ.

Me zo nōs-de o vale, gant Done condaonet,
Abalamour d'ar pec'het meus dezàn displijet;
Terrobl bras è ya anqen, deffot qüittat ar bed;
Qen a vo ar varn general, allas! ne varvin qet.

Mes, va mignon, emeàn, biscoas ne meus cavet
Qen còs ha c'houi er bed-mà, daoust ma meus baleet.
Me sònje voan ar c'hossa a voa var ar bed-màn,
Ha pa dal, em eus cavet va far, var a velàn.

Siouas din, va c'hrouadur, eme ar Baourente,
Te zo c'hoas néve ganet e comparéson din-me;
Te lávar e mout er bed passeeet trivac'h cant vloa,
Ha me zo passeeet pemp mil : pini eo ar c'hossa?

Pa bec'has hon Tad Adam, o tisoboissa,
En o dy e voen ganet ha cunduet ganta;
Memes tra e yugale o deus bet va maguet,
Hac ec'h esperàn er graint c'hoas bete fin ar bed.

Va zad còz, eme Isaac, p'omp en em rancontret,
Livirit dia hoc'h hano, pes seurt micher a ret :
Meurbet e zòn estonet ouz ho clévet brémà
Penos e zoc'h er bed-mà abaoue pemp mil blos.

Ar Baourente, emeàn, oun a viscoas hanvet,
Ha va flijadur vrassa eo tourmant ar bed;
Laqat bepret an dizurs e qement plaç m'oan bet;
Caus oun eus a vil maleur, tad an oll grueldet.

Te a dle va anaout dreist oll dud ar bed-mà,
Rac abaoue ma zout ganet, e maon oc'h da heuilla :
Exercet e meus varnout peb seurt ingrateri,
Paourente, chagrin, cléuyed a renn did anduri.

Mar dè te eo an hini a dourmant an oll bed,
Eo profit e vez maro, ha bijen ne vez bet;
Evidon-me, maleürus, a voar mad, siouas din!
Ec'h eus uzet em andret re a ingrateri.

Brémàn, p'am anavezes, pella, affronter cōs :
En em deon pell diouzin, ha va lès da repos :
O compren pez seurt annui am eus var an douar,
Abaoue trivac'h cant vloas a rez din calz glac'har.

Pa zono an trompillou d'ont d'ar Varn general,
Pa finisso ar bed-màn, me qüittayo ractal ;
Evit ac'han da neuze, elles n'em résolvi
Da anduri paourente, peb tourmant hac annui.

Te eo ar speret goassa a voe biscoas er bed,
Hac an oll, bras ha bian, a zo ganes nec'het :
Betec an dud pinvidic hac ar varc'hadourien
A zo ganete jenet qercoulz hac ar beorien.

Me gred ervad, va mignon, ar pez a lavaret ;
Noblanç ba tud pinvidic a meus me goal ozet,
Ha ma ne gueront diouall ouzin-me nôz ha de,
E tostayo hep nebeut outo ar Baourente.

Me a gav din eo güell zot ar zonch ac'h eus-te grêt ;
E ty ar re binvidic e vez güell gunduet
Eguet e ty ar beorien, o tont d'o chagrina ;
An darn-vuia anezo n'o deus qet a vara.

Esper a meus da vonet var o zro hep dale,
Etouez ar re binvidic me a rai eur bale :
Mar galljàn-me antreal eur veach en o zy,
O deveo calz eus a boan barz m'o c'huitain mui.

Re fall eo ho qüiscamant, ô cos affronter cōs !
E ty ar re buissant bijen n'ho po repos ;
Ractal ma viot güelet o fallout antreal,
An disterra eus an ty a deui d'ho chasseal.

Va ententit, va mignon, me ya dre finesse ,
Bep eun tamic d'ho c'havet en nôs coulz hac en de ;
Pa ven eur vech antreet, ne qet aës va c'hass qüit :
Me a voar ober tud paour eus a re binvidic.

Te a zo eur goall draïtouï, eun den pernicius,
Eun affronter, eur mechant, hac eur malicius,
Elec'h lezel tud ar bed ébars en o repos,
E zout caus a vil maleur hac en deiz hac en nôs.

An nep no fell qet dêze ec'h antrefen en o zi,
Arabat bea prodig, na tam feneanti :
En tñ lod ec'h antreân hac a voar va c'hass qüit,
Am c'hass da dñ ar re-all haç am mir manific.

Eus a bers an drouc-speret ez out te deut er bed;
En em denn pell diouzòn, scûis òn ouz da velet.
Da viana, pa ouzout va zourmant ha va oat,
E poent did, affronter côs, buan dont d'am c'huittât.

Na re gôs, na re yaouanc, nac an anaouudeguez,
Na mignonet, na nep den na excusân james :
An nep a garo divoall ha laqat eves mad,
Am c'hasso demeus e zouez, mar queront labourat.

Rac-se ta, compagnuez, mar fell dêc'h evita
Ar Vizer, ar Baourente, divoallit piz outâ :
En Paris, Rom ha Bourdel, hac en Marseil è bel;
Mes ret eo e chasseal adouez ar Vretonet.

An neb en deus c'hoant da gaout Histor Bonom Mizer,
A ello mont d'he frena da dy an Imprimer,
Er guær eus a Vontroulez, en traon ar ru ar Vur,
Hac en deyo ouz e lenn calz eus a blijadur.

FIN.

CANTIC JUDAS.

solt Var ton : *Al Labourer Sul ha Gouel.*

Me ho suppli, compagnuez, tostait oll da glévet
Buez an den maleürussa e voe biscoas var ar bed,
Pehini e deveus lazet e dad ha mab ar roue,
E vam bro~~r~~ en deus eureujet, ha trahisset Mab Doue.

At Scritur a deu da barlant eus a Judas ar mechant,
Pehini a zo güir exempl d'ar bed oll entieramant.
Da drec'hi an avaristet, eur pec'het quer maleürus,
A zo caus eus a vil béc'het a fach hon roue Jesus.

Doue ebars an Aviel a ro demp calz exemplou
Da drec'hi an avariçtet, sourcen an oll bec'hejou;
Dreist pep tra e cavàn merget bue Judas ar mechant,
Pehini zo en em daonet gant ar c'hoant da gaout arc'hant.

Pa voa e vam eus e zouguen, ar Projet a lavaras
E devije eur c'hrouadur a raje déi anqen vras;
Disclèria eure en antier ha d'e vam coulz ha d'e dad,
Penos e vije er bed-mán o mab eun den mizerabl.

E dad hac e vam o clévet eur c'hérou qen dinatur,
Petra a vije erruet er bed gant o c'hrouadur,
A voe quer trist ha quer nec'het, m'o deus sónjet entreze,
En instant ma vije ganet, lemel deàn e Yue.

Er Jude pa è bet ganet, e guerent o deus sónjet
Ober souden eur vag brouan, hac enni e voe lajet
Al lestr etre daouarn Doue da vont gant ar mór pirillus,
O sónjal en em disober eus eun den quer maleürus.

Doue ne fellie qet deàn e vije het perisset,
Evit servichout da exempl d'an oll bete fin ar bed;
Ar mór, an avel, an tourmant a gundue ar vag brouen,
Hac en rentas e savete en bordic eun epezen.

En enezen-ze e chomme eur roue eus an Egypt,
Ha n'en devoa a Yugale qen nemet eur mab uniq;
O vea eun deiz o pourmen, ha gantàn tud e bales,
E cavas ar vaguic brouan voa chommet touet au trèz.

Ar roue en deus commandet mont da velet petra voa;
En instant o deveus cavet eur c'hrouadur ar c'haera:
Neuze rojot commandamant demeus abers ar roue
D'o gass d'ar pales prontamant, ha savetai e vue.

Ar roue en deus er maguet, hac en devoa santimant
D'e zesqi ha d'en instrui, d'e ober eun den vaillant;
Mes e vel ma voa e galon douguet d'an avariçtet,
Ne elle qet en nep féçon e zivoal diouc'h ar pec'het.

Judas pa e bet commancet da zont an oad a résou,
A zant e galon attaquet gant eals a ambition;
Arc'hant, rubanou, biseyer, ha carcanou, ha perlez,
Qement a elle da attrap a laere d'ar rouanez.

Mab ar roue a voa cossoc'h eun tamic egvet Judas,
Ha pa velas e laeronci, e laras deàn trist bras :
Me a lavaro sur d'am zad penos e zoc'h o laerez,
Hac a lacay ho corrija, ma na chenchit a vuez.

Ar roue p'en deveus gouezet al laeronciou mechant,
En deveus en disseziet ha corrijet promptiamant,
Ha discleriet en güirione voa eur c'hrouadur cavet,
Penos e voa dre charite e voa bet gantàn savet.

Judas a gonservas neuze en e galon cassoni
Ha malic ouz ar princ yaouanc, n'elle qet e anduri;
O sònjal e voa heritour d'ar roue coulz hac e vab,
E qemeras ar volonte d'e laza, ar mizerabl!

Eun devez pa oa disònjet an oll eus a guementse,
E lavar deàn an traitour : deut da vale ganén-me;
Pa voant eun nebeut escartet, er scòas gant eun tol bas,
D'an douar en deus er pilet, hac en e voad er beuzas.

Ac'bane buan è tec'het, ha var boez e hent e yss,
Hac, herves comzou ar Profet, en e vro ec'h erruas;
Memes er guær ma voe ganet e chomas da zervicha,
Hep bea gant den anaveet, en hostaliri vrassa.

Evel ma voa eun den vaillant, tud an ti en estime,
Hac a gonfie ennàn arc'hant, pini alies a laere;
Pa vije casset da brena meur a seurt marc'hadourez,
E vire déan an arc'hant, hac e tache da laeres.

E vestra roas déan eur vech arc'hant evit prena frouez,
E dad propr a voa jardiner, eno e yas da laeres;
E dad a erruas gantân, a gommanç d'er scandalat,
Judas a guemeras eur men hac er beuzas en e yoad.

Al lezen demeus ar vrôze a gondaone a muntrer
Da zemezi d'an intanvez, evit punition sclêr;
Ar pez a erruas neuze, rac Judas a eureujas,
E vam bropr a voa intanvez, rac e dad eo a lazas.

Aben eun nebeudic amzer m'oent bet o daou assambles
O conta o avanturiou, en eur domma eun nosvez,
E vam, pini voa e bried, e deus anaveet he mab,
Pini a voe outi ganet, en doa c'hoec'h bis var bep troad.

Hac hi o commanç da grial : ô Doue, Crouer ar bed!
Cetu accomplisset eta ar c'homzou eus ar Profet!
Judas a guemeras anqen en e galon gouscoude,
Rae ne vouie qet e-unan en devoa grët gementise.

Qüittât a eure e bried evit mont da redec brô,
Ha qüittât an douar Egypt, caus déan caiz maleurjou.
En eur vont, endeus rancontret Jesus, Redemptor ar bed,
O vale gant e Ebrestel, leun a garante barfet.

Judas, pa velas hor Zalver en em dolas d'an daoulin.
Mar plichfe ganéc'h va receo, emeàn, va Mestr divin.
Sellit ouzòn dre ho true, me a zo eur pec'her bras,
Hac e meus eur güir volonté evit antren en ho craç.

Jesus a lavaras deàn : quittia ar pec'het marvel,
Pehiou zo en da galou, a bez Abostol fidel;
Chom aiaoo em c'homagnunez, te a velo Mab an Den
O veryel ebars el Lamgroas da brenna ar bec'herien.

Jesus, pa voe deut an amzer d'ober ar redempzion,
A roas d'e oll Ebrestel er goan ar gommunion :
Güir exempl d'an oll bec'herien, Judas en deus recevet
An drouc-speret en e galon dre sònch an avariètet.

Jesus, goude ar gommunion, gant eur garante zantel,
A guemer dour hac eur zerviet, a voalc'h treid e Ebrestel,
Hep exanti memes Judas, o lavarat gant douçder :
Te, emeàn, am zrahisso, va Abostol infidel.

Pa voa échu ar Goan Pascal, e yas Jesus hor Zalver
Varzu ar Jardin Olivet da bedi e Dad Eternel :
Judas, an traïtour quer cruel, a yas pront a dra certen,
Vit ar som a drégont diner d'e verza d'ar judevien.

Pa velas Judas ar boanniou a andure Mab Doue,
E qemeras eun dizespèr hac a droublas e ene ;
Ma yas da guinig an arc'hant, hac e voe bet refuset,
Hepma conservas güir glac'hant genn, an den milliguet.

Er c'hontrol, n'em abandoni a eure d'an disesper,
Evel a ra meur a hini, hac a zisplich d'hor Zalver ;
Mont a eure d'en em grouga dre arrach a guementse,
Ar pez zo caus ma zeo daonet epad eun eternite.

Cetu amâ-la, christenien, eun exempl eus ar c'haera,
Evit renooç d'an dizesper ha caout ar glac'hant vrassa :
Goulennit pardon ouz Doue hac ho pet eur feiz barfet,
Hac e zeot en fin ho pue da adori an Drindet.

FIN.

E Montroulez, eus a Imprimeri A. LÉDAN.

